

Skrivit da 'm breureg...

Eh an da lâret un tammig istor deoc'h !.... Boñjour, Valentine !.... An istor-man en em bas en un tammig bourc'h. En tammig bourc'h-se bez oa tachennoù vras, met, èl en amzer gwezharall bez oa razh tachennoù vihan ; pemp pe c'hwec'h hektar.

Hag a-barzh en ti-se sur a-walc'h e oa un den hag ur vaouez. Hag int noa daou a vugale : ur paotr hag ur verc'h. Hag e konduient o zachenn. Dam, paour an traoù, sur a-walc'h !... 'Oa ket... 'Oa ket... Pas kement a argant èl ma zo bremañ, dam ! Pell d'eno !

Hag ar paotr a oa chomet g'e dad hag e vamm da zerc'hel tachenn. Hag ar verc'h a oa aet da vout leannez...

Che arriv un deiz : marv ar vamm. Dam, petra faot deoc'h-c'hwi, graet oa bet geti just èl get razh an dud : paseet en iliz, hag àr-lerc'h an interramant, èl en amzer a-gent : soubenn kig-bevin. 'Heus gwelet an dra-se lies a-walc'h... Che 'chome ket mui ken 'met ar paotr hag an tad. Hag ar paotr atav é labourat ; an tad, ah dam ! é labourat...

Che arriv un deiz : marv c'hoazh an tad... Ha ! marv an tad... Kalz argant 'oa ket en ti, met bez oa bet trawalc'h ur sort aveit paeiñ gober an toull hag ar chech... Heuh !... D'an amzer-se e vehe bet kaset an dud g'ar charaban : 'oa ket hani da baeiñ èl bremañ aveit an otoioù vras-se.

Met ar paotr-se 'oa chagrinet, chagrinet-bras :«Ah ! eñ 'lâre. Argant da baeiñ ar person n'em eus ket... Ah ! Penaos, penaos e rin-me aveit paeiñ ar person ?»... Ah !... Paseet daou pe dri deiz, marse eizhtez. «Ah ! lâre-eñ, emañ ret din monet da gavet ar person». Ha che-eñ aet da gavet ar person. «Aotrou person, eñ 'lâre, n'em eus ket argant !...N'em eus ket argant ! N'em eus ket argant !... Nann !... 'Ouian ket penaos gober aveit paeiñ an interramant. N'em eus ket argant ! - A, nann ? - Ah, nann ! lâre-eñ. Em eus ur c'hoar hag a zo aet da vout leannez : 'gasa ket blank ebet d'ar gêr anezhi ! - Ah nann ! lâre ar person dezhañ. Serr' ho peg ! Serr' ho peg !... Ho c'hoar 'zo dimezet get an aotrou Doue ! - Ah ? Mat-bras eo gouiet an dra-se, lâre-eñ. Met, sur eo ur sort ? - Ya, ya, lâre ar person. Ho c'hoar 'zo... - A beñ ! eñ 'lâre. Skrivit da 'm breureg, ha eñ ho paeo !»

Louis Bothua, ganet e Brec'h

Enrollet get D. Carré en ur filaj e miridi Sentegan, e 1988.

Lakaet dre skrid get D. Carré.

Tennet a zielloù enrollet KSK.